



Da gas d'ar gevredigezh kerkent ha ma vo gellet. Bez' e rankomp kaout ho respont, pe er voest-lizhiri pe dre bostel [ecoled@labaiedeslivres.com](mailto:ecoled@labaiedeslivres.com), a-benn ar gwener 14 a viz Even [d'an diwezatañ](#).

*La Baie des Livres Place de la Barrière - Mairie 29600 Saint-Martin des Champs*

### I. Titouroù UR fichenn dre zegouezh goulennet

Anv hag anv-bihan an den e karg :

Danvez pe live kelennet :

Ti-skol :

Chomlec'h :

Pellgomz : Pellgomz godell (evit ar c'hejadennoù) :

Postel :

### II. Oberour / skeudenner :

→ Sellet a ran ouzh roll an oberourien hag ar skeudennerien a c'hell dont e-barzh ma c'hlas. O buhezskrid hag o levrlennadur zo enlinenn war hon lec'hienn. Bez' e c'hellit mont e-barzh ar mediaegoù d'ober anaoudegezh gant al levrioù ivez.

→ **Sevel a ran hetoù** evit dibab an hini a fell din pediñ. Ar re a *gavan ar gwellañ da gentañ*.

- .....
- .....
- .....
- .....

Klask a reomp respont eus hor gwellañ met siwazh e vo tud dipitet... Aozañ a reomp ur gejadenn da gentañ penn evit ar vugale n'o doa gwelet oberour ebet ar bloaz kent ha d'an nebeutañ ur gejadenn dre di-skol o c'houlenn.

→ **Ur respont am bo a-benn fin miz Even.** En distro-skol ha mar bez ezhomm e lakaan ar vugale pe an ti-skol da brenañ al levrioù. Postel ha tirouroù diwar-benn an oberour a vo kaset din. **M'ho peus ezhomm, deuit e darempred ganeomp !**

### III. Kejadennoù gant ar c'hlasoù d'ar yaou 22 (a-wechoù) pe d'ar gwener 23 a viz Du :

Klas :

Niver a vugale :

Ha degemeret ho peus un oberour-skeudener c'hoazh ?  YA  N'em eus ket

Ho klasad bugale en deus bet tro da gejañ ouzh un oberour-skeudener e 2018 ?  YA  N'en deus ket

Deiz / Eurioù goulennet / ne c'hell ket bezañ e mod ebet (diouzh an deizioù) :

Ur c'hevelerezh a c'hell bezañ gant mediaeg ho kumun, liammet gant an oberour ho peus choazet pe an dodenn 'Melezour' (kejadennoù war al lec'h, prientiñ en a-raok, prestañ levrioù, raktresoù savet a-stroll...). Peurvuiañ e vez mennet ar mediaegoù a gemer perzh er foar.

Dedennet on gant ar c'hevelerezh  YA  N'ON KET

Priz : goulennet e vez ur skodenn a **50 €** dre gejadenn. Ar c'houst gwir kemeret e karg gant La Baie des Livres zo kalz uheloc'h. Kaset e vo deoc'h ur c'henemglev da sinañ.

Un eur-horolaj dre vras e pad ar gejadenn. Kas pe degas an oberour a vo goulennet gant ar skol (degouezh pe loc'hañ), gant sikour ar gerent lakaomp. Pred kreisteiz a c'hell bezañ war ho chouk ivez. Mont a raimp e darempred ganeoc'h goude an distro-skol.

Levrlennadurioù al levrioù a c'haller prenañ ha kinnigoù an oberourien war hon lec'hienn: <http://www.labaiedeslivres.com>

Oberourien a gemer perzh er c'hlasoù		Oberour	Skeudenner	Live-skol
1	ALIBEU Géraldine	x	x	Adalek ar CP, hep oad termen ebet
2	BERTHOLON Delphine	x		Skolaj ha lise
3	BOURGEAU Vincent		X	Kelc'hiad 1 & 2
4	DARLOT Jean-Michel	x		CM & skolaj
5	DAUTREMER Rébecca	x	x	CM
6	DESS Ana	x	x	Skolaj ha lise (2nde)
7	GARRIGUE Roland		x	GS,CP,CE1,CE2
8	JOLIVET Joëlle		x	Adalek ar CE1
9	Trio Katell, Maud ha Maion (Kat ha Fred)	Kanerien (abadenn "KANevedenn o pourmen")		BREZHONEG Kelc'hiad 1 & 2
10	KEMENER Yann-Bêr	x		BREZHONEG Kelc'hiad 2 & 3
11	LARVOL Marianne		x	BREZHONEG eus ar skol-vamm betek ar skolaj
12	LE THANH Tai-Marc	x		CM, skolaj
13	MINNE Nathalie	x	x	CP, CE1, CE2
14	MORVAN Maïwenn	x		BREZHONEG eus ar skol-vamm betek ar skolaj
15	POUSSIER Audrey	x	x	MS, GS, CP, CE1
16	PUARD Bertrand	x		Skol, skolaj ha lise
17	RADENAC Matt7ieu	x	x	Prest da gemer perzh adalek ar CP betek al live BTS !
18	SCOTTO Thomas	x		Kentañ derez, skolaj, lise, lise micherel
19	SEVERAC Benoît		x	Pevare, trede klas ar skolaj, lise
20	SIMARD Eric	x		Eus ar CP betek an trede klas

*Gallout a rit pellgargañ ar fichennaoueg-mañ war hon lec'hienn er rubrik Téléchargements*